

SELAOU 'TA!

K. Job an Irien

M. René Abjean

D: Se - laou 'ta ha se - laou mad, Bez di - drouz ha war e - vez, War da lerh o tou-gen had

En da di gand le - ve - nez 'mañ o tond ar ga - ran - tez, Mab an Tad.

1 - Ba - leet o deus a - hed ar hant - ve - jou, Ne oui - ent ket peur e teu -

fe ar peoh; Ba - leet o deus 'n eur rei o an - ke - niou, Ne oui - ent ket e

oant ho preu - deur deoh.

Diskan : Selaou 'ta, ha selaou mad,
Bez didrouz ha war evez,
War da lerh, o tougen had,
En da di gand levez,
'Mañ o tond ar garantez,
Mab an Tad !

Refrain : *Ecoute, et écoute bien
Sois silencieux et attentif,
Derrière toi, portant semence,
Dans ta maison avec joie
Voici que vient l'amour,
Le Fils du Père.*

1. Baleet o-deus a-hed ar hantvejou,
Ne ouient ket peur e teufe ar peoh,
Baleet o-deus 'n eur rei o ankeniou,
Ne ouient ket e oant ho preudeur deoh.
2. Bale a reom eneb ar brezelioù,
Ne ouzom ket peur e teuh en-dro;
Bale a reom 'n eur rei or pedennou,
Ne ouzom ket peur e teuo on tro !
3. En eur vale, breudeur a zo savet
A zoug ganeom deizioù teñval ar bed;
En or hichenn, breudeur 'zo dihunet
'Vid derhel stard beteg amzer an ed.

1. *Ils ont marché au long des siècles,
Ils ne savaient pas quand viendrait la paix;
Ils ont marché en donnant leurs angoisses,
Ils ne savaient pas qu'ils étaient vos frères.*
2. *Nous marchons contre les guerres,
Nous ne savons pas quand vous reviendrez;
Nous marchons en donnant nos prières,
Nous ne savons pas quand viendra notre tour.*
3. *En marchant, des frères se sont levés,
Ils portent avec nous les jours sombres du monde
A nos côtés des frères se sont éveillés
Pour tenir bon jusou'au jour de la moisson.*